



Miz Even 2011
Priziadennoù brezhoneg
Evaluation de breton

Live A2

Anv :

Kevredigezh :



Miz Even 2011

Priziadennoù brezhoneg

Evaluation de breton

Selaou / Ecouter 1

	<p>Vous venez d'entendre des annonces. Combien en avez-vous entendues ?</p> <p><input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4</p>
	<p>Le couple de Morlaix a combien d'enfants ?</p> <p><input type="checkbox"/> 2 garçons <input type="checkbox"/> 2 filles <input type="checkbox"/> 3 adolescents</p>
	<p>Le garage de la maison devra être assez grand pour y mettre :</p> <p><input type="checkbox"/> 2 voitures et des vélos <input type="checkbox"/> 2 voitures et 1 vélo <input type="checkbox"/> 1 voiture et 1 vélo</p>
	<p>La famille est prête à payer :</p> <p><input type="checkbox"/> 750€ <input type="checkbox"/> 650€ <input type="checkbox"/> on ne sait pas</p>
	<p>La personne de Quimper veut se défaire de :</p> <p><input type="checkbox"/> 1 canapé 2 places <input type="checkbox"/> 1 canapé 3 places <input type="checkbox"/> 1 fauteuil</p>
	<p>A quel prix est-il proposé ?</p> <p><input type="checkbox"/> gratuitement <input type="checkbox"/> 70€ <input type="checkbox"/> à débattre</p>
	<p>Ces meubles sont :</p> <p><input type="checkbox"/> encore en bon état <input type="checkbox"/> neufs <input type="checkbox"/> on ne sait pas</p>
	<p>A Nantes, on recherche :</p> <p><input type="checkbox"/> Une nourrice <input type="checkbox"/> Une éducatrice <input type="checkbox"/> Une institutrice</p>
	<p>Les personnes intéressées par cette annonce devront être :</p> <p><input type="checkbox"/> disponibles et ordonnées <input type="checkbox"/> douces et gentilles <input type="checkbox"/> ce n'est pas précisé</p>
	<p>Cette personne travaillera :</p> <p><input type="checkbox"/> le matin <input type="checkbox"/> l'après-midi <input type="checkbox"/> la nuit</p>



Priziadennoù 2011

Live A2

Selaou / Ecouter 2

Teir c'hemennadenn da lec'hiañ

Vous venez d'entendre 3 conversations correspondant à 3 lieux différents.
Cochez le lieu correspondant à chaque conversation.

	Conversation 1	Conversation 2	Conversation 3
War ar marc'had			
Er sinema			
En ti-kêr			
Er skol			
En ti-krampouezh			
Er straed			
Ti ar baraer			
En Ti-gar			
Er poull-neuial			
Er fest-noz			



Miz Even 2011

Priziadennoù brezhoneg

Evaluation de breton

Live A2

Lenn / Lire

Parcourez les annonces ci-contre afin de répondre aux questions.

1- Lakaat an embannoù hervez o danvez / Ranger les annonces dans la bonne rubrique

Evit ar yaouankiz	
Emgav / Kaozeadenn en estren vro	
Lid ha derc'hel soñj	
Teulfilmoù / Reportajoù	
Skarzh-grignol / Foar al laou / foar an traoù kozh	
Pred skoazell / Feiz-deiz	
Prezegenn / Kartennoù-post	

2- Tostaat d'an embannoù / Approche plus précise

a) **Si je désire inscrire mon enfant à un stage de broderie**, je dois me rendre à :

- Boulvriag An Oriant Brusel
 Montroulez Roazhon Kistreberzh

b) **Si je suis intéressé(e) par des contes et un bon goûter**, je peux :

aller à :

le :

me renseigner auprès de :

c) **Le vide-grenier** aura lieu :

à Plus précisément

Si je désire tenir un stand, je m'adresse à

Eus al Lun 1 d'ar Merc'her 3, devezhioù sevenadurel evit ar vugale. Tri stal da choaj :

- Stal soniñ a-stroll adalek 10 vloaz
- Stal vroderezh adalek 8 vloaz
- Stal sport ha sevenadur adalek 6 vloaz.

Lakaat e anv en a-raok : *kelc'h keltiek Roazhon*, 02 99 54 36 45

A

Lidet e vo 50^{vet} deiz-ha-bloaz marv Etienne Rivoallan d'ar Sul 16 a viz Genver Boulvrieg. Oferenn gant kanennoù e brezhoneg, ha Jef ha Daniel Philippe o soniñ orglez ha bombard. Ambroug betek ar vered gant bagad Boulvrieg. Gerig gant an Aotrou Maer, ha banne a-enor. Pred en Ty Breizh (priz 12€). Sonadeg en iliz gant Re an Are hag Anne Auffret, al laz-kanañ hag ar bagad, Daniel Philippe ha Jil Lehart, Jef hag Yvon Philippe (digoust). War un dro e vo ur fest-deiz er sal Kozh Kastell.

Titouroù : 02 96 43 44 58

B

Gant Skol-veur Pobl Breizh eo aozet ar brezegenn "*Edan ar c'hartennoù, istoer ha dezverkoù, pouez bras ar an doereioù*". D'ar Merch'her 19 a viz Genver en Oriant. Prezegenn get James Eveillard, a ra à-dro ar mirdi Cartopole e Baod. Emgav e Kambur Kenwerzh An Oriant (21 kae an Indez), da 6e30. digoust.

Titouroù : universitebretonne@yahoo.fr

C

Aozet e vez un daol gendiviz e brezhoneg, bep Meurzh kentañ ar miz e Brusel. Evit ar re en em gav er vro-se, emgav en davam Kafenio, 134 straed Stevin (karter Schuman), da 7e noz. An holl dud a vo degemeret mat !

Evit muioc'h a ditouroù, skrivañ da :

J. van de Vloet, 50 straed Charles Quint, 1000 Bruxelles

D

Bistrakou da werzhañ pe da brenañ war plasenn ar c'hoc'hu e Montroulez, d'ar Sul 12 a viz Gwengolo. Boued a vo war al lec'h. Devezh aozet gart kevredigezh skoazell Diwan Montroulez. War lec'hienn KLT e vo kavet ur follenn da bellgargañ evit ar re a fell dezhe derc'hel ur stal.

Titouroù : 02 98 72 59 66,

kuzulmontroulez@sfr.fr,

evit derc'hel ur stal : www.klt/keleier.htm.

E

Aozet e vo ur friko hag ur fest-deiz get Skol Diwan Kistreberzh d'ar Sul 7 a viz Du, e sal gouelioù Moulleg. Bouilhoñs, kig-ha-farz, formaj, dibenn-pred ha kafe. Ar vugale a c'hell dibab etre kig-ha-farz ha silzig get avaloù-douar. Fest-deiz da 3e get Feurzae, Guilevic/ Gicquello, Tersao ha sonerion ar vro.

Priz ar pred hag ar fest-deiz : 11€ ; 5€ evit ar vugale. Fest-deiz hepken : 4€.

Titouroù : 02 97 26 14 28, 02 97 73 72 34

F

Abadennoù diwezhañ ar gouel :

Sinema d'ar Meurzh 16 a viz Du e mediaoueg Douarnenez. Daou deulfilm war Youenn Gwernig : *Gant Youenn vras* hag *En-dro da Youenn*, savet gant Jean-Charles Huitorel e 2009.

D'ar Sul 2^a a viz Du, merenn vihan e Douarnenez er sal Poullan. Degemeret e vo an dud gant banne kafe, gwastilli ha fourmaj rous, ha tu vo da selaou konchennoù, kanaouennoù hag istorioù ar vro. Da 4e ; abedenn digoust.

Titouroù : MJC Douarnenez, 02 98 92 10 07

G